



Miz Santez Anna / Mois de Sainte Anne

Eus ar 1añ a viz Gouere betek an 2 a viz Eost.

Emgavioù e Lann-Anna a-hed ar mizvezh : deuit da drugarekaat ha da erbediñ evit Breizh Santel !

Kouviañ a reomp hor mignoned beleion da zont da lidañ un oferenn e-doug Miz Santez Anna e chapel Lann-Anna.

Roll an emgavioù a vo embannet diwezhatoc'h. Notennit seulabred : **d'ar Sul 25 Gouere**, oferenn e Lann-Anna lidet gant an Tad Iwan Brient, pred lodennet ha gousperoù.

Du 1^{er} juillet au 2 août.

Des rencontres à Lann-Anna durant tout le mois : Venez rendre grâce et intercéder pour la Bretagne Sainte !

Nous invitons nos amis prêtres à venir célébrer une messe dans la chapelle de Lann-Anna durant le Mois de Sainte Anne.

*Le programme sera publié ultérieurement. Notez déjà : **le dimanche 25 juillet**, messe à Lann-Anna célébrée par le Père Iwan Brient, repas partagé et vêpres.*

Hag evit klozañ ar mizvezh : **Troiad Feiz ha Stuzegezh d'ar 1añ ha d'an 2 a viz Eost 2020.**

Et pour finir le mois : Excursion Foi et Culture, 1-2 août 2020.

Tiegezh Santez Anna

Lann-Anna

Ar Vouster

56110 Roudoualleg

02 97 34 54 97


lann-anna@hotmail.fr

lann-anna-2.over-blog.com

facebook.com/Tiegezh-Santez-Anna



Lann-Anna
2020-2021



**Lann-Anna, ti a bedenn
er Menezioù Du e Kernev**

***Lann-Anna, maison de prière au coeur
des Montagnes Noires en Cornouaille.***

Tiegezh Santez Anna, un tiegezh speredel evit dispakañ e vuhez kristen, gwriennet e sevenadur Breizh.

Tiegezh Santez Anna, une famille spirituelle pour épanouir sa vie chrétienne, enraciné dans la culture bretonne.



A-hed ar bloaz e Lann-Anna gant ar Vreuriezh Annezel

Toute l'année à Lann-Anna avec la Fraternité de Vie

☞ **D'ar Yaou da 8^e noz** : Eurvezh Santel gant letanioù Anv Santel Jezuz

Jeudi 20h : Heure Sainte avec litanies du Saint-Nom de Jésus

☞ **D'ar Sadorn da 6^e d'abardaez** : Gousperoù an Dasorc'h

Samedi 18h : Vêpres de la Résurrection

☞ **D'ar Sul da 6^e d'abardaez** : Gousperoù

Dimanche 18h : Vêpres

Gwelloc'h eo mont e darempred gant ar *Vreuriezh* evit gwiriañ an amzeriadur.

Il est préférable de joindre la Fraternité avant de venir pour avoir confirmation des horaires.

Emvodoù / Réunions Tiegezh Santez Anna

Pelec'h ha Penaos ? E Lann-Anna, peurliesañ adalek kreisteiz hanter, tinellig hag endervezh pediñ, studi ha dudi...

Pedet eo pep hini da zegas boued a vo lodennet etre an holl, meuzioù n'eus ket ezhomm da astommañ (da skouer : un dartezenn sall, ur saladenn vesket, ur wastell...). Mat eo kas e stalioù ivez. Hep ankounac'haat ho podoù termos kafe ha te...

Evit piv ? Izili ar Vreuriezh hag ar Genunaniezh en em gav da-geñver an emvodoù miziek a zo digor d'ar ar re a fell dezho ober anaoudegezh pe, diouzh an dro, kemer perzh e galvidigezh *Tiegezh Santez Anna*.

Où et comment ? A Lann-Anna, à partir de midi et demi, pique-nique tiré du sac, et, après-midi, prière, enseignement, détente...

Nous vous proposons d'apporter des plats qui seront partagés entre tous, sans avoir besoin d'être réchauffés (par exemple une quiche, une salade, un gâteau...) Prière d'apporter ses couverts. Sans oublier vos thermos de café ou de thé...

Pour qui ? Les réunions mensuelles réunissent les membres de la Fraternité et de la Communion et sont ouvertes à ceux qui veulent faire connaissance et éventuellement prendre part à la vocation de Tiegezh Santez Anna.

☞ **D'an 11 a viz Here. Emvod an distro, "Adsevel pep tra en Aotrou Krist" / 11 octobre. Réunion de rentrée, "Tout restaurer dans le Christ."**

☞ **D'an 8 a viz Du. Adnevezidigezh an engouestloù er Genunaniezh. / 8 novembre. Renouvellement des engagements dans la Communion.**

☞ **D'an 13 a viz Kerzu. Emvod an Azvent / 13 décembre. Réunion de l'Avent. Miromp hor chokolad evit Nedeleg! / Gardons nos chocolats pour Noël!**

☞ **D'an 10 a viz Genver. Gouel ar Steredenn. Meuleudi hag erbederezh evit an holl vroadoù hag evit Breizh ! Merenn-**

vihan. / 10 janvier. *Fête de l'Etoile. Louange et intercession pour tous les pays et pour la Bretagne ! Goûter.*

☞ **D'ar 14 a viz C'Hwevrer. Emgav "Yec'hed Mat!" * / 14 février. Rencontre "Yec'hed Mat!".***

☞ **D'ar 14 a viz Meurzh. Emvod Koraiz. / 14 mars. Réunion de Carême. Tinellig hep kig ! Pique-nique sans viande !**

☞ **D'an 11 a viz Ebrel. Sul an Drugarez. / 11 avril. Dimanche de la Miséricorde.**

☞ **D'an 9 a viz Mae Troiad Feiz ha Stuzegezh. / 9 Mai. Journée Foi et Culture.**

☞ **D'an 13 a viz Mezheven. Emgav "Yec'hed Mat"* / 13 juin. Rencontre "Yec'hed Mat."***

 * **Emgavioù / Rencontres "Yec'hed Mat!" (14/02, 13/06)**
*Lidañ ar Salver, santelaer hor boud a-bezh, dougen frouezh en hor bro....
Célébrer le Sauveur, source de la sanctification de notre être tout entier, porter du fruit dans notre pays...*

 **Oferennoù.** Kelaouet e viot e koulz pa vo un oferenn e Lann-Anna da-geñver un devezh emvod pe d'ur mare all. Trugarez en a-roak d'hor mignonned beleion.
Messes . Vous serez tenus au courant lorsqu'une messe sera célébrées à l'occasion des réunions mensuelles ou à d'autres moments. Merci d'avance à nos amis prêtres.

 **Devezhioù labour-vras e Lann-Anna**
Devezhioù labour-vras a vez aozet ingal e Lann-Anna. Labour zo evit an holl hag a-hed ar bloaz ! Goulennit ditouroù e Lann-Anna.
Journées de chantier à Lann-Anna
Des journées de chantier sont organisées régulièrement à Lann-Anna. Il y a du travail pour tous et toute l'année ! Renseignements à Lann-Anna.